

PANCAKES



Ezhomm az peus....



Vioù (2)



Sukr (50 gr.)



Amann (50 gr.)



Bleud (200 gr.)



Holen (1 ivinad)



Goell (1 Loaiad vihan)



Laezh (300ml.)

Dibun


1° Teuziñ an amann




2° Lakaat ar bleud, ar goell hag ar sukr ha meskañ



3° Lakaat ar vioù hag an holen ha meskañ an toaz



4° Lakaat al laezh



5° Meskañ




6° Lakaat amann war ur billig tomm



7° Kemer toaz gant ul loa-bod ha skuilhañ anezhi e-kreiz ar billig



8° Gortoz un tammig ha cheñch tu d'ar pancake



9° DEBRIÑ !



